

FICHENN BOST



Rouedad Diwan

Skol Diwan Plabenneg
straed an aberioù 29860 Plabenneg

Kemm diwezhañ : 28 a viz Meurzh 2020

Anv ar post :

ASEM hag implijad-ez kantin

Kefridioù pennañ : Skoazell ar skipailh skolaerien evit an degemer, ar buheziñ ha yec'hederezh ar vugale. Kempenn ha netaat ar savadurioù hag an dafarioù implijet gant ar vugale. Degemer, buheziñ, evezhiañ war amzerioù tro-skol.

Obererezhioù :

Skoazellañ ar skolaer evit obererezhioù pedagogiezh ar skolioù mamm

- Degemer ar vugale er c'hlas
- Prientiñ an dafarioù pedagogiezh evit an obererezhioù aozet gant ar skolaer
- Ober war-dro ar stalioù
- Evezhiañ ouzh an obererezhioù (c'hoarioù...)

Ober war dro ar vugale, yec'hederezh ar c'horf ha surentez (amzer-skol)

- Evezhiañ ouzh buhez skol ha surentez ar vugale
- Ambroug ar vugale evit deskiñ dezho reolennoù bevañ asambles (doujañs evit ar gamaraded ha renkañ ar c'hoarioù...)
- Sikour ar vugale da vezañ emren ha da vezañ prop (prevezioù, daouarn gwalc'het ingal, cheñch dilhad ar vugale ma vez ezhomm...)
- Bezañ gouest da reiñ prederioù kentañ ma vez ezhomm

Ober war dro ar predoù er c'hantin

- Ambroug ar vugale pa zebront er c'hantin
- Evezhiañ ouzh ar vugale ha deskiñ ar blaz dezho

Evezhiañ ouzh amzer diskuizh ar vugale

- Staliañ ar vugale hag evezhiañ outo
- ober ma vo didrouz ha sioul ar prantad
- evezhiañ ouzh ar c'houk

Degemer, buheziñ ha evezhiañ ouzh ar vugale war ar prantad troskol

- Degemer tud ar vugale hag ar vugale
- ober war dro an treuskas etre tud ar vugale hag ar skolaerien
- Doujañ da luskoù ar vugale hag ober ma vint en o bleud
- Buheziñ an amzer obererezh
- Evezhiañ ouzh ar vugale
- Ober ma vo renket an dafarioù gant ar vugale

Netaat ha kempenn savadurioù ar skol

- Renkañ ha netaat an dafarioù war-lerc'h an obererezhioù
- Kempenn ar savadurioù (heuliañ ar fichenn netaat war an devezh)

Obererezhioù liesseurt

- Kempenn bras da geñver ar vakañsoù bras
- Ambroug ar vugale da geñver troiadoù er maez eus ar skol
- Kement obererezh all ret evit mont en-dro ar skol

Preti a-stroll

- Degemer ha gwiriekat ar boued kaset bemdez (pladoù kaset skornet);
- Gwiriekat kalite ar boued ha deziadoù harz evit debriñ anezho ;
- Doujañ da reolennoù ar boued skornet ha mirout ar boued ;
- Doujañ da reolennoù reolennoù yec'herezh ha surentez ;
- Gwiriekat gwrezverk ar yenerezhioù ha notenniñ anezho (2 wech an deiz);
- Fichañ an taolioù ;
- Fardan boued diouzh oad ar vugale (didroc'hañ ar frouezh lakaomp...);
- Tommañ ar pladoù en zoujañ da guzolioù ar pourvezer ha kaout skiant ;
- Gwiriekat gwrezverk ar produioù a-raok servijañ anezho ha notenniñ anezho war ar fichenoù savet evit se ;
- Heuliañ mirerezh an tammoù test;

Netaat ha kempenn salioù ar preti skol

- Netaat ha digontammiñ an dafar (forn, yenerezh, gorre labour, etc...)
- Renkañ ar produioù implijet e lec'hioù azasaet,
- Lenn an tiketennoù ha doujañ d'ar c'huzulioù implij evit dibab kementad ar produioù diouzh ar gorread da walc'hiñ ;
- Gwiriekat kementad ha perzh ar produioù ; ober war dro mererezh ar berniad produioù ;
- Dizoleiñ 'pezh n'ez a ket kemenn war se

Barregerezhioù da gaout :

Gouiziegezh :

Mestroniañ ar brezhoneg, anavezout ezhommoù ar vugale vihan, gouzout diouzh ar buheziñ, reolennoù yec'hederezh ha surentez

Skiant-prenet :

Bezañ gouest da anavezout ur bugel lakaet diaes. Ambroug ar vugale e kerzh ar prantadoù deskiñ, ober ma voc'h doujet gant ar re all, lakaat harzoù da emzalc'hioù zo, mestroniañ teknikoù ha produioù kempenn an ti, labourat en ur skipailh.

Perzhioù :

Evezhiek, doujañ d'an eurvezhioù labour, aozet mat, en em ober ouzh stad an traoù, selaou, pasianted, doujus, sioul, kelenour.

Redioù :

Ober gant un aergelc'h trouzus, Jestroù korf diaes, bezañ war al lec'h dre ret e-kerzh an devezhioù skol,

Darempredoù labour :

Diabarzh: Merour-ez skol ha preti

Diavaez : Renerezh skol, Skolaerien, tud ar vugale, Bugale

Prantadoù labour ar post :

Amzer labour : 26eur/sizhun

eurvezhioù :

- prantad skol : Lun, Meurzh, Yaou, Gwener eus 7e30 da 2e pe 12e da 6e30 (ur sizhun war 2)
- Vakañsoù skol : un hanter devezh kempenn ar skol
- ½ devezh a-raok an distrol-skol

Doare den :

Mestroniañ dre ret ar brezhoneg

Deuet mat skiant-prenet gant ar vugale vihan

Evezhiadennoù :

Gellet a raio ar fichenn bost cheñch diouzh aozadur ar skol

Gwiriekaat ar fichenn bost

An implijad-ez,

ar rener skol,

Ar prezidant AEP,